



An Arzhanaou, d'ar 15/10/2018

PRIZ AR VUGALE 2018

Da skolaerien skolioù Diwan
ha klasoù divyezhek Breizh

Demat d'an holl, ha distro-skol laouen !

Setu an 11^{vet} Priz ar Vugale aozet gant ar gevredigezh fea. Pevar romant disheñvel-tre, daou diwar ar Redadeg 20187 (raktres skritur gant mediaouegoù Kemper, gant 8 klasad o kemer perzh), unan doare beaj e bro Dailand skrivet gant Maiwenn Morvan (skrivagnerez fäke in China, bet Priz ar Yaouankiz 4re/eilvet 2018), ha buhez Dina war bord ar stêr gant loened all, un doare da gaozeal diwar benn tud disheñvel, ha diwar bugale advabet ivez.

Mat e vefe deomp gouzout pet rummad pevar levr a blijfe deoc'h kaout.

Ur wech resevet al levrioù e miz Du e c'helloc'h lenn anezho er c'hlas, en doare ma plijo deoc'h.



Enrollet oa bet pep pennad kentañ al levrioù gant Sten ha Suliana Charbonneau, da selaou war lec'hienn Keit Vimp Bev, pe war bajenn You Tube « TV Bro Kemperle ».

Pediñ ar skrivagnerien e c'hellit ober, ha degemer lid ar Priz e miz Even ivez. Ar bloaz-mañ e oa bet lidet e skol Diwan an Oriant.

Kavout a rit an holl ditouroù evit koumanantiñ al levrioù gant ar follenn a-gevret. Ha gallout a rit kemer ho levrioù e gouel al levrioù a vo e Karaez fin miz Here, trugarez da gas ur mailig da morgane.kvb@orange.fr.

Gant ma vo plijet ho lennerien yaouank ha lakaet war hent al lenn e brezhoneg

Joa deoc'h

fanny Chauffin, prezidantez féa

FOLLENN ENSKRIVAÑ

Priz ar Vugale 2019

Skol :

Skolaer(ez) e karg :

Postel : @ Niverenn bellgomz :

Chomlec'h :

Kod Post : Kêr :

Er skol e vo bugel o kemer perzh, rannet evel-mañ :

..... e CE2

..... e CM1

..... e CM2

Gourc'hemenn a reomp UN NEBEUD DASTUMADOÙ evit ar c'hlas : 15 euro x = euro

Gourc'hemenn a reomp UN DASTUMAD EVIT PEP BUGEL : 10 euro x = euro

Un dastumad a vo profet ouzhpenn d'ar c'helenner.

Levrioù PAV enrollet :

Pellgargañ a raimp war keit-vimp-bev.bzh.

Postit ur bladenn deomp mar plij.

Graet d'a

E

Sinadur :